

1 Stern an niveroù etre o zostoc'h lieskementoù da 5.

Da skouer : $8 \times 5 < 43 < 9 \times 5$

$$\dots \times 5 < 37 < \dots \times 5$$

$$\dots \times 5 < 48 < \dots \times 5$$

$$\dots \times 5 < 39 < \dots \times 5$$

$$\dots \times 5 < 24 < \dots \times 5$$

2 Jed evel ar skouer.

$$44 : 8 = ?$$

$$5 \times 8 < 44 < 6 \times 8$$

$$44 = (5 \times 8) + 4$$

$$44 : 8 \rightarrow k = 5 \quad r = 4$$

$$26 : 6 = ?$$

$$\dots$$

$$\dots$$

$$\dots$$

$$62 : 7 = ?$$

$$\dots$$

$$\dots$$

$$\dots$$

3 Kelc'h ar rannadennoù hag a zo kevatal da zero o rest ha skriv o kosiant.

$$20 : 4$$

$$23 : 4$$

$$26 : 4$$

$$21 : 4$$

$$24 : 4$$

$$27 : 4$$

$$22 : 4$$

$$25 : 4$$

$$28 : 4$$

4 Kloka ar rannadennoù evel ar skouer.

$$48 = 6 \times 8$$

$$54 = 6 \times \dots$$

$$21 = 3 \times \dots$$

$$72 = \dots \times 8$$

$$45 = 5 \times \dots$$

$$48 : 8 = 6$$

$$\dots$$

$$\dots$$

$$\dots$$

$$\dots$$

$$48 : 6 = 8$$

$$\dots$$

$$\dots$$

$$\dots$$

$$\dots$$

5 Kloka.

$$53 : 8 \rightarrow q = \dots \quad r = 5$$

$$53 = (\dots \times 8) + 5$$

$$53 : \dots \rightarrow q = 7 \quad r = 4$$

$$53 = (7 \times \dots) + 4$$

$$46 : \dots \rightarrow q = 7 \quad r = 4$$

$$46 = (7 \times \dots) + 4$$

$$46 : \dots \rightarrow q = 8 \quad r = 6$$

$$46 = (8 \times \dots) + 6$$